WIKIPEDIA

Limbeg

Ur yezh atlantel eus skourr ar yezhoù ar su eo al **limbeg** (*limba*) komzet gant tro-dro da 4.000 den e Ginea.

Gwelet ivez

- Yezhoù atlantel
- Yezhoù nijerek-kongoek

Liammoù diavaez

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbeg&oldid=1534166 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 20 Her 2013, da 04:42.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.